



Stummadur Kelenner-skol

Master MEEF

Kelenn divyezhek dre soubidigezh

Kaozeal a rit brezhoneg.
Plijout a ra deoc'h labourat war-dro ar vugale.
Labourat a skipailh, kemer intrudu a blij deoc'h.
C'hoant ho peus da gas ar yezh war-raok.

**Ur stummadur
efedus**

**Postoù-labour
da bourveziñ**

**Ur vicher troet
ouzh an dazont**



Un diplom live BAC + 3 a zo ganeoc'h (aotreegezh pe diplom kevatal war ne vern peseurt danvez).

+

Brezhoneg a gomzit hag a skrivit mat a-walc'h evit heuliañ ur stummadur e brezhoneg

DEUIT E DAREMPRED GANT
DIWAN, BP 147, 29411 LANDERNE Cedex
kentan.derez@diwan.bzh
☎ 02.98.21.34.95

Kinniget e vo gant Diwan postoù labour evit an holl studierien a heulio ar stummadur e 2020-2021, goude ma vo bet validet ar barregezhioù tapet ganto.

Kontradoù-labour didermen a vo kinniget goude an titladur evit bezañ anvet en ur skol Diwan.

N'eo ket kadarnaet c'hoazh aozadur ar CRPE e 2022.
Maketenn nevez ar Master n'eo ket peurechu c'hoazh.

1 - Stummadur Master 1 e KELENN.

Koust kemeret e karg gant DIWAN.
Ar yalc'had SKOAZELL gant Rannvro Breizh a c'haller kaout.

2 - Stummadur Master 2 pe eil bloavezh gopret evel skolaer-stajiad e karg eus ur c'hlas en ur skol DIWAN

Master MEEF
priñtet e Kelenn
e KEMPER

eus ar
6 a viz Gwengolo 2021
d'ar 1añ a viz Gouere 2022

diwar emglev gant INSPE Breizh hag e kenlabour gant an ISLRF,
Ensavadur Uhel Yezhoù ar Republik Gall

*Master MEEF
kelenn divyezhek dre soubidigezh
brezhoneg-galleg*

Prantadoù
teorikel

N'eo ket kadarnaet c'hoazh aozadur ar CRPE e 2022.
Maketenn nevez ar Master n'eo ket peurechu c'hoazh.

Sizhunvezhioù
staj
er skolioù
DIWAN

Stummadur kentañ
war ar vicher
kelenner·ez-skol
divyezhek
dre soubidigezh

Donaat ar
barregezhioù
e brezhoneg

Priñtiñ ar CRPE,
kenstrivadeg diavaez kelenn divyezhek
kelennerien-skol (postoù DIWAN)


kelenn
3 straed Vañde
29000 KEMPER
 02 98 95 55 99

Dorioù-digor KELENN
a vo dalc'het
d'ar sadorn 6 a viz C'hwevrer 2021
etre 10h mintin hag 1h g.m.

BAC + 3
Barregezhioù e brezhoneg

**Bodad degemer er stummadur
e Kelenn aozet gant Diwan**

Kreizenn stummañ KELENN

Prientiñ ar Master MEEF
Kelenn divyezhek dre soubidigezh brezhoneg-galleg.
(sellet ouzh maketenn INSPE-Kelenn)

**Kenstrivadeg
C.R.P.E.
Kelenn divyezhek
dre soubidigezh**

**N'eo ket kadarnaet c'hoazh aozadur ar CRPE e 2022.
Maketenn nevez ar Master n'eo ket peurechu c'hoazh.**

**Degemeret
er genstrivadeg**
ha validet ar Master 1
e Kelenn

1 bloavezh-staj
½ amzer er skol ha
½ amzer stummadur Master 2
e Kelenn

Titladur
INSPE/KELENN

**Kelenner skol
Validet gant ar Rektordi**

**Ket degemeret
er genstrivadeg**
met validet ar Master 1
e Kelenn

1 bloavezh-staj e karg
en ur skol Diwan

Titladur
Diwan/Kelenn

Skolaer DIWAN